

## CHANSON NEVE,

Composet gant ar Cloarec, evit disqez ar vantr-calou en eus santel eus a zemezi e Vestrez.

Var ton : *Malgré toute la tendresse.*

Pebes q'lon, ô, va Done,  
A meus lirie recevet !  
Va mestresic, va c'harante,  
A gl'van so demeset ;  
Va mestresic, va c'harante ;  
An ini garrien maia,  
Ha pa sonjan en-qementse,  
Va c'halou a ven ranna.

Oll blijadrou an natur  
A so echu evidon ;  
Echu e sê ar blijadur  
A davee va c'halou ;  
Echu è ar gontantamant  
Am boa ebars er bed-màn ;  
Poë d'an aour ha foëi d'an arc'hant,  
Enep guis n'o desiràn.

Me a garfe caout eur matier  
A guement a ve capabl  
Da renta va c'halou seder,  
Da see'hi va daoulagad,  
Da rejouissa va c'halou,  
Da gontanti va speret,  
D'am lemel a affliction  
Ha da rei din ar yec'het.

Mes q'ementse so incredabl,  
Ha ne arno biqen ;  
Me so ar maia miserabl  
Eus an oll grouadurien,  
A meus collet en un instant  
Ar froues eus a bemp blaves,  
En un gol va c'hontantamant ;  
Va blijadur, va mestres.

Adieu eta, paros Plestin !  
Adieu tud a gousegan,  
Me a meus cavet va chagrin  
Emesq ho rejouissanç ;  
Me meus ho c'heuillet gant douster,  
Me ho quita gant glac'har,  
Hevel demes un darsuvel  
A ve privet eus e far.

C'houi hoc'h eus grêt va blijadur,  
Va joo, va c'hontantamant ;  
C'houi a ra va displjadur,  
Va anqen, va nec'hamant ;  
Emesq ar ros a ambrassen  
Ha va oll delectation  
Me a mens cavet un dresen  
Hac a biq cals va c'halou.

Mes bremàn me gred en guirion  
Béson un dud bobilla,  
Penos e c'heller caout poëson  
Emesq ar suc an doussa ;  
Ha dindan ar fleurion caëra  
Alies e ve coachet  
Aspicou ar re gruella,  
Aëret-guiber, serpentet.

Rac se eta, me ho supli,  
Ia, dre ma ho carin,  
Pa dent james da repoi  
Flec'h ma vefet bravan ;  
Rac ma c'hèru enep goleur  
Da ober dec'h diblassa,  
E veso tristot'h ho malheur  
Ha diessot'h da usa.

Evit test eus a guementse,  
Va breudour, va c'hoareset,  
C'houi pere am anavese,  
N'oc'h eus met dont d'am gnelet,  
Ha pa velfot ar chenchamant  
Pini a so deut ennon  
C'houi a brouvo certenamant  
E sê touchet va c'halou.

Diaraq me a voa envel  
Eus eur rosen florissant ;  
Va c'halonic bepret seder,  
Carguet a gontantamant ;  
Ar joo pintet var va diou chot,  
Va daoulagad qer laouen,  
Ma sonjen, dre ma voan diot,  
N'am bije glac'har biqen.

Hoguen, ma em guelfec'h bréman  
Ebars em daëlon beuset,  
C'houi lavarfe : ne qet emàn  
Hor boamp-ni anavaset ;  
Ennes a voa gyê a galon ;  
Emàn a so contristet,  
Ennes a voa un den mignon,  
Hac emàn sur n'en deo qet.

Allas ! eo sur, va mignonet,  
Me so ar memes ini,  
Mes biscoas ne gavis sujet  
Voe capabl d'am glac'hari ;  
Bremàn me meus cavet unan  
Hac a c'hlac'har va c'halou !  
Ha pa po clêvet anean,  
Ec'h estonfot gant réson.

Pa voan me ebars em jardin  
O contempli va fleurion,  
Va c'halou, exant a chagrin,  
Va daoulagad a saëlon,  
Ha me clêvet un alc'hoëder  
A us va fen o cana :  
*Ad studium te confer* (1),  
*Nam nupta est amica.*

Ha me o vonet d'am godel,  
O tenna va listolen,  
Hac ho tiscar an alc'hoëder  
D'am traon demes ar vesen.  
Ra gollo vese o buc  
Qement en deo ar galon  
Da sonet da amony din-me  
Ar sort desolation.

Mes p'e glêvit-u qement-màn  
A c'hinou eur messajer,  
Otramant, clêvet anean  
Eus a veg un alc'hoëder,  
Obliget on bet d'e glêvet  
Ebars em brassa glac'har,  
Ha setu ase ar sujet  
Ma tesiràn an douar.

Neus mui a gonsolation  
Evidon bars er bed-mà,  
Neus nemet desolation,  
Tourmanchou ar re vrasa

(1) Da lavaret è, en em ro d'ar  
studi, da vestres so demeset.

A ve reservet evidon  
Goude bea re garet,  
Mes me vo furroc'h da vigen  
Ha ne garin den ebet.

P'am eus fraillet ar chadennou  
Gant pere oan amaret,  
Pa meus brusinet al lassou  
Gant pere voan liamet ;  
Pa è demeset va mestres,  
Me guemero an habit,  
Ha me ne vesàn recoles,  
Certen me a vo hermit.

Mes gouscoude, p'en em sonjan  
Ha pa ran reflexion,  
Ur recoles a ranq goela  
Ha derc'hel trist e galon ;  
Un hermit-beva retiret  
Hac ep nep plijadures,  
Qement-se oll so re galet ;  
Ret è din c'hoas eur vestres.

Mes pelec'h caout eur guir vestres ?  
Ar bed-màn a so maia,  
N'am eus qet esom danseres,  
Nac unan a garo guin ;  
Diaraq me voa diçcil,  
Mes bremàn pa on trompet  
Me a veso muioc'h subtil  
Pa gonversin gant mere'het.

Mes anaout ran eur fumelen  
So dign a attantion,  
Onnes a vo da virvigen  
Rouanes eus va c'halou ;  
En onnes e mèn va fianç,  
Onnes è va c'harante ;  
Emi e mèn va esperanç ;  
Hi è sourcen va bue.

Evelse un den glac'haret,  
Evit en em gonsoli  
A dle alies lavaret  
Da basseal e annui :  
Mar deo secret an nor-se,  
Unan al a sigoro,  
Me a vo bepret er sonj-se,  
Hac a vo betec ar maro.

Ma tesirfae'h, va mignonet  
Gout hano ar c'homposer  
Guimidic è a Locquirec,  
Map ena d'eur guider,  
A so n'em laqet er studi  
Bars er guër a Ventroutles,  
Hac a so bremàn disourci,  
P'è demeset e vestres.

Evit soulaji ar c'haner,  
M'o supli, assistantet,  
Da rei desàn pep a siner  
Evit eva d'ho yec'het,  
Otramant, prenit ar chanson,  
Pini he deus ar pouar  
Da rejouissa ar galon  
A greis ma ve en glac'har.

FIN.